

DEIT, NI HO PED, SPERED SANTEL

Bro Gwened

Ton : Tad Er Mouel 1855 (Persquen) – Skrid Muzik embannet war www.an-overenn-santel.fr

Komzoù : revé misal Guillevic ha Priellec (1927)

Kanet gant *Kaloneù Derv Bro Pondi*

<p>1-Deit ni ho ped Spered Santél, dichennet àr ho tud fidél ha ged ho krès, revo tuemmet ar halonoù e-hues krouéet</p> <p>2-Aveidom, hwi zo leüiné ; ha drézoh, Doué, Mestr an Elé, a ra doustér ha karanté ; hwi a zo mammenn ar vuhé.</p> <p>3-Hwi a ra deom seizh donézon ha dré-sé nerh é peb féson ; Ged an tad oh bet prometet : E gomzoù d'ar bed hues disket.</p> <p>4-Reit hoah sklerdér d'or speredoù, reit karanté d'or halonoù, sekouret or goannedigezh dré ho nerh hag ho madelezh.</p> <p>5-Kaset pell kuit or énebour ha d'on inéañ reit ho sekour ; Reit deom ar peah ha goarantet ho pugalé doh ar péhed.</p> <p>6-Reit deom oll anaouid an Tad, reit deom oll anaouid ar Mab, Groeit ma kredem énoh eùé, spered an eil hag égilé.</p> <p>7-Doué an Tad revézo mélet, hag ar Mab ag ar bé saùet, Gloér eùé d'ar Spered Santél Rag o zri émant éternél. Elsé revo groeit.</p>	<p>1-Venez Esprit-Saint, nous vous en prions, Descendez sur votre peuple fidèle, et par votre grâce, que soit réchauffés les cœurs que vous avez créé.</p> <p>2-Pour nous, vous êtes joie ; et par vous, Dieu, le maître des anges donne douceur et amour ; vous êtes la source de la vie.</p> <p>3-Vous qui nous offrez les sept dons et ainsi la force pour toute occasion ; Par le Père vous fûtes promis Vous avez enseigné ses paroles au monde</p> <p>4-Eclairez encore nos esprits donnez l'amour à nos cœurs, soutenez notre faiblesse par votre force et votre bonté.</p> <p>5-Eloignez notre ennemi et venez en aide à notre âme ; Apportez-nous la paix et protégez vos enfants du péché.</p> <p>6-Donnez-nous à tous de connaitre le Père, Donnez-nous à tous de connaitre le Fils, Faites que nous croyions aussi en vous, Esprit de l'un et l'autre.</p> <p>7- Que soit béni Dieu le Père ainsi que le Fils ressuscité. Gloire aussi à l'Esprit saint Car tous trois sont éternels. Amen.</p>
---	---

Deit, ni ho ped, Spe - red San - tél, di - chen - net àr ho tud fi -
dél ha ged ho krès re - vo mé - let ér ha - lo - noù e -
hues - kroué - ret

Diell skignet gant www.kan-iliz.com - 2016